

Parrez Ker Anna

Sul Fask

4 a viz Ebrel 2021

« Gwelet a reas hag e kredas »

Kan digor :

Alleluia ! Enor da Zoue

Kanomp uhel get levenez !

Daet eo Jezuz bev ag ar bez !

1 D'ar sul vintin, da c'houloù deiz

An disipled lan a dristez

A dostaas da welet ar bez.

2 Mari-Madelen, Salome,

Hag un arall ivez gete

A zas 'eit bomiñ korf Mab Doue.

3 Un Ael e gwenn, er bez chouket,

Dezhe o zeir en deus lâret :

Er Galile er c'havehet !

4 Sant Yehann a redas a-hêr,

Ha fonnabloc'h 'eit sant Pier

Arrivas e bez hor Salver.

8 Eürus ar re en deus kredet

Daoust ma n'o deus ket gwelet !

Eürus 'vint en neañv da berped !

9 En deiz gouel-mañ get levenez

A vouezh uhel kanomp da Zoue

Gloar, meuleudi ha trugarez.

10 Lâromp get izelded-kalon,

Get karantez, get devosion :

Bennozh da Zoue ha melasion !

Salud d'ar bobl :

*Ar beleg : Gras hor Salver Jezuz-Krist, karantez Doue an Tad
hag unaniezh ar Spered Santel, ra vint genoc'h-holl :*

Respont : Ha get ho spered !

Asperges: Allelouia !

1 Ha gwelet am eus an dour bev

E strinkiñ a galon ar C'hrist !

An holl re 'vo gwalc'het en dour-se

A vo salvet hag a gano :

2 Ha gwelet am eus ar vammenn

O tont a vout ur stêr divent !

Ha bugale Doue, holl tolpet

'Gane laouen a vout salvet :

3 Gwelet am eus ivez an Templ

Digor da virviken d'an holl

Ar C'hrist a zeu en-dro get trec'h,

A ziskouez gouli e gostez.

4 Gwelet am eus ivez ar Gomz

E reiñ deomp peoc'h hon Aotrou Doue.

An holl re a gred en e anv

A vo salvet, hag e kanint :

Gloria : (Guilloù) Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (2 wezh)

Peoc'h àr an douar d'an dud karet getoñ ; Ho meuliñ a reomp. Ho trugarekaat a reomp. Hoc'h adoriñ a reomp. Enor deoc'h a ganomp ha mil bennozh aveit ho kloar hep par. Aotrou Doue, Roue an neañv, Doue an Tad hollgellougek.

Aotrou, Mab unganet, Salver Jezuz. Aotrou ha Doue, Mab an Tad. C'hwi hag a lamm pec'hed ar bed, ho pet truez doc'homp. C'hwi hag a lamm pec'hed ar bed, degemerit hor pedenn. C'hwi hag a zo azezet en tu dehoù d'an Tad, ho pet truez doc'homp.

Rak C'hwi hepken a zo santel. C'hwi hepken a zo Mestr. C'hwi hepken a zo uhelmeurbet, Salver Jezuz, Get ar Spered Santel, e gloar Doue an Tad. Amen !

Lennadenn getañ : Lennadenn tennet a levr Oberoù an Apostoled

Pier, neuze, doc'h en em lakaat da gomz, a lâras : «C'hwi ivez a oar petra 'zo erruet dre vro Judea a-bezh; penaos Jezuz a Nazared a grogas da gentañ get Galilea goude ar vadeziant bet predeget get Yann, penaos Doue en deus eñ olevet get ar Spered Santel ha get galloud, eñ en deus tremenet ec'h ober ar mad hag ec'h amantiñ holl ar re a oa kouezhet dindan galloud an Diaoul, rak Doue a oa getañ. Ha ni a zo testoù da gement tra en deus graet e bro ar Yuzevion hag e Jeruzalem, eñ bet lakaet d'ar marv gete dre er stagiñ doc'h ar c'hoad. Henezh eo en deus Doue savet a varv da vev, d'an trivet deiz, ha roet dezhañ en em ziskouez, n'eo ket d'ar bobl a-bezh, met da destou bet dibabet en a-raok get Doue, deomp-ni, ni hag hon eus debret hag evet getañ goude dezhañ bout adsavet a-vesk ar re varv. Ha gourc'hemennet en deus deomp predeg d'ar bobl ha testoniiñ emañ eñ eo a zo bet lakaet get Doue da varnour ar re vev hag ar re varv. Dezhañ e toug testoni an holl brofeted. Kement hini a gred ennañ a resevo dre e anv ar pardon ag e bec'hedoù..

Setu komz an Aotrou Doue : Bennozh da Zoue !

Psalm 117 : Hennañ eo an deiz graet get an Aotrou,

Em rejouisomp ha bezomp laouen ennañ.

Rentit gloar d'an Aotrou evit e vadelezh,

ya, da virviken e pad e drugarez.

'Ra lâro tiegezh Israel,

ya, da virviken e pad e drugarez.

*Dorn dehoù an Aotrou en deus ma adsavet;
dorn dehoù an Aotrou en deus graet un taol-nerzh !
N'eo ket mervel a rin, met beviñ
hag ec'h embannin oberoù meur an Aotrou.*

*Ar maen bet taolet a-kostez get ar saverion,
a zo daet da vout maen-uhel ar c'horn;
get an Aotrou emañ bet graet se,
tra estlammus d'hon daoulagad.*

Cil lennadenn : *Lennadenn tennet a lizher an apostol Paol d'ar Golosiz*

Mam breuder, mar e hues bet ur vuhez nevez get Jezuz-Krist, klaskit an traoù a ziàr-laez, lec'h mand eo azezet Jezuz-Krist en tu dehoù da Zoue ; karit an traoù ag an neañv, na garit mui an traoù ag an douar. Marv oc'h bremañ doc'h ar bed-mañ, hag ho puhez nevez a zo kuzhet e Doue get Jezuz-Krist. A p'en em ziskouezay Jezuz, gwir vuhez mab-den, neuze e veet ivez gwelet getañ leun a c'hloar.

*Setu komz an Aotrou Doue : **Bennozh da Zoue !***

Gwerz Pask :

1 Da Oan hor Pask roet e sakrifis

Kinnigomp melasion, Kristenion.

2 An Oan 'n deus dasprenet an deñved

Marv dibec'h, aveit ar bec'herion.

E skuilh e wad, priz ar peoc'h get e Dad.

3 Krogad estlamm etre marv ha buhez :

Mestr ar vuhez, marv, 'zo bev en-dro.

Roue leun a splannder.

4 Lârit deomp, Mari-Madalen,

Petra ken kaer 'hues gwelet en hent ?

5 Gwelet 'm eus bez goulle ar Salver

Ha gloar Jezuz distroet d'ar vuhez.

6 Gwelet 'm eus daou ael, testoù dezhañ

Liñsel ar Mestr, an dilhad er bez.

7 Adsavet Jezuz, ma esperañs,

E Galilea e vo o c'hortoz,

E Galilea e vo doc'h ho kortoz.

8 C'hwi, hor Roue, bremañ trec'h d'ar marv,

Ho peet truez doc'homp da viken.

Aviel : *Allelouia, Sklaeder ar Broadoù ! Allelouia, Jezuz-Krist a youc'homp !*

Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h : R/ : Ha get ho spered.

Ar beleg : Lennadenn ag an Aviel santel hervez St Yehann.

R/ : Gloar deoc'h-Chwi, ô Aotrou Krist !

D'an deiz kentañ ag ar sizhun, abred doc'h ar mintin, pa oa teñval c'hoazh e teuas Mari-Madalen d'ar bez, hag e welas ar maen lamet kuit a-ziàr toull ar bez. Hag hi da redek ha da vonet da gaout Simon-Pier hag an disipl arall karet get Jezuz, ha lâret a reas dezhe : «Lamet o deus an Aotrou ag ar bez ha ne ouiomp ket e-men o deus el lakaet.»

Neuze e yeas Pier hag an disipl arall er-maez evit monet d'ar bez. Redek a raent o daou àr un dro, met an disipl arall a redas fonnaploc'h evit Pier hag en em gavas kentañ e-tal ar bez. Diskenn a reas e selloù hag e welas ar bandennoù àr an douar. Met chom a reas hep monet tre. Simon-Pier neuze a zegouezhas d'e dro àr e lerc'h; monet a reas tre er bez hag e welas ar bandennoù àr an douar hag al lienenn a oa bet lakaet àr e benn ; met hounnañ, e-lec'h bout get ar bandennoù, a oa rollet brav en ul lec'h a gostez. Neuze, an disipl arall degouezhet da gentañ er bez a yeas ivez tre e-barzh; gwelet a reas hag e kredas. Rak n'en devoa ket c'hoazh komprenet ar Skritur a lâre e tlee Jezuz adsevel a-douez ar re varv.

En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou :

R/ : Meuleudi deoc'h, ô Aotrou Krist !

Kredo : Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. **Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.** Et ex Patre natum ante omnia saecula. **Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero.** Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. **Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.** Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et HOMO FACTUS EST. **Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.** Et resurrexit tertia die secundum scripturas. **Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.** Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. **Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex patre Filioque procedit.** Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. **Et unam sanctam catholicam, et apostolicam Ecclesiam.** Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum. **Et exspecto resurrectionem mortuorum.** Et vitam venturi saeculi. **Amen !**

Pedenn hollbedel :

Aotrou, hon Doue, ô Tad Santel, selaouit hor pedenn !

Lid ar profoù : *ar beleg : Pedit, mam breudeur, ma plijo get Doue an Tad holl-gelloudek degemer ma sakrifis a zo ivez ho hani-c'hwi :*

R/ : Plijet get Doue en degemer ag ho taouarn, aveit e c'hloar hag e veuleudi, aveit hor mad-ni hag hani an Iliz.

Prefas :

Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h :

R/ : Ha get ho spered !

Ar beleg : Hor c'halon d'an uhel :

R/ : Emañ troet trema Doue !

Ar beleg : Trugarekaomp hon Aotrou Doue :

R/ : Just ha santel eo !

Santel : Santel ! Santel ! Santel ! An Aotrou Doue, Mestr ar bed !

Lan eo get ho kloar an neañv hag an douar : **Hosanna e lein an ne !**

Ra vo benniget an hani az a e anv an Aotrou Doue : **Hosanna e lein an ne !**

Gorreoù : Gloar Deoc'h-C'hwi marv àr ar groaz ! Gloar deoc'h-C'hwi, Jezuz ! Adsavet lan a vuhez, hon Salver ! Hag hon Doue, C'hwi 'zay en-dro, Splanner lugernus ! Setu-ni àr-sav doc'h ho kortoz !

Hon Tad : hag a zo en neañv, hoc'h anv ra vo santelaet,
Ho rouantelezh degaset deomp,
Ho vennantez ra vo graet àr an douar 'vel an neañv.
Roit deomp hiriv hor bara pemdeziek,
Pardonit deomp hor pec'hedoù,
'vel ma pardonomp d'ar re o deus pec'hed doc'homp,
Ha n'hon laosket ket da gouezh en tantasion
Met hon diwallit doc'h an droug.

Ar beleg : Plijet genoc'h, Aotrou Doue,... ha distro hor Salver Jezuz-Krist :

R/ : Rak deoc'h-C'hwi, Aotrou Doue, emañ ar Rouantelezh hag ar gloar a-holl-viskoazh da virviken. Amen.

Lid ar peoc'h :

Ar beleg : Salver Jezuz-Krist... a-holl-viskoazh da virviken.

Peoc'h hor Salver a vo bepred genoc'h. **R/ : Ha get ho spered !**

Oan Doue :

Oan Doue a lamm pec'hedoù ar bed : ho peet truez doc'homp ! (bis)
Roit deomp ar peoc'h !

Kent ar gomunion :

Ar beleg : Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.

Setu Oan Doue, an hini a lamm pec'hed ar bed :

**R/ : Man Doue, ned on ket dign ma teet davedon,
met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.**

Komunion : Diskan : Karit ho preuder, hag e vin geneoc'h.

1 Me eo ar bara daet ag en neñv.(2w)

Nep a gred ennon 'deus ar vuhez.

2 C'hwi holl a zo skuizh ha sammet,(2w)

Dait ha Me 'roay deoc'h nerzh ha kalon.

3 Dait, c'hwi a glask ar wirionez, (2w)

Ma c'homzoù 'zo spered ha buhez.

4 Ma chom ma c'homzoù bev ennoc'h,(2w)

Goulennit get feiz, roet e vo deoc'h.

5 'Vel m'en deus an Tad Ma c'haret, (2w)

'Vel-se ivez am eus ho karet.

6 Me eo ar vuhez, ar wirionez, (2w)

An Hent ho kaso betek an Tad.

'Cit kloziñ an oferenn :

Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h :

R/ : Ha get ho spered !

Ar beleg : Doue hollgelloudek d'ho pennigiñ :

An Tad, ar Mab hag ar Spered Santel. **R/ : Amen !**

Ar beleg : Kerzhit e peoc'h hor Salver :

R/ : Bennozh da Zoue !

Kan-dibenn :

Rouanez an neañv, kemerit joe,

Allelouia ! Allelouia !

Rak ar frouezh ag ho tigostez

Allelouia ! Allelouia !

A zo savet bev ag ar bez,

Allelouia ! Allelouia !

Pedit 'eidomp an Aotrou Doue,

Allelouia ! Allelouia !

Deoc'h, Gwerc'hez, joe ha levenez,

Allelouia ! Allelouia !

Jezuz 'zo savet ag ar bez,

Allelouia ! Allelouia !



Perc'hinded ar Vrezhonegerion

25 a viz Ebrel (25/4/2021)

Overenn da 11e

Chapeled da 3e d'enderv

Gousperoù da 3e30 d'enderv

Overennoù brezhonek : pep sul kentañ ar miz (10e30)